

DISCOURS EVIT GOULEN UR PLAC'H DA EURUJI.

**S**ALUD, Compagnunez, gant ur galon ardent,  
 Deus a greis va c'halon e ran va c'hompliment;  
 Ma vouisen an tu, ar seçon d'en ober,  
 E ve va brassa joa plijout d'oc'h oll douster.  
 Peb action guer d'he ober pa zeomp,  
 Dre ar Sin eus ar Groas ato e commancomp:  
 En hano an Tad, ar Mab hac ar Speret-Glan,  
 Zo tri Ferson distinct en ur memes unan.  
 Aboue ma voan bian var brec'h va maguerez,  
 Me au boa an dessein da antren er Pales;  
 Mes éru eo an deiz, an anzer er vech-nian,  
 Ma meus het an honor da zont betec ennan.  
 Evit beza hirio antreet en ho ti,  
 Nouzoc'h get, marteze, tenor va c'hevredi:  
 Me zo ur messenger zo anan digasset,  
 Qazi hep gout an hent gant an den a cures.  
 Mes pa zon digasset eus e heurs ho pete,  
 Me a ray e excus ha va hini ive.  
 Qent avanç davantach; e zan d'en em adressa

31

Ha roit dezán daou boq eus a greis ho calon;  
 Pa oc'h eus obtenet e venediction.  
 Distroit c'hoas eus ar Yam pini deus ho canet,  
 Ho livret da zemezi, pa oc'h eus souctet.  
 Mes c'houi ta, Tad ha Mam, meurbet oc'h contristet;  
 Occasieh oc'h eus, n'en deo get hep sujet.  
 Mes ho merc'h a zo fur, instruet mat e ze,  
 Ha ne deus grét netra enep ho polente.  
 Qent avanç davantach, me c'honien eviti  
 Conje he hirur, he c'hoar, qent mont da eurenji:  
 Paeron ha Macrouez, mar e maint var ar plac,  
 Me c'houlén eviti ho penos digauoc'h.  
 Choui ho poa contristet en Iis eviti,  
 Il e lui c'houl ho penos qent mont da eurenji.  
 Bennos he oll ligne, conje he oll guerent,  
 Cetu ar seul sujet ma omp-ni deit en hent.  
 Bennos ar ré-so maro n'allan get da c'houlén,  
 Rac calz n'galonou contrist a laqafen.  
 Guel e zeo fir bedent d'ar ré zo deccedet,  
 Eguet goul, o c'honje, pa na maint var ar bed;  
 Dre ze en ho pedán ha lavaret ganén  
 Ar salm eus an Iis e repos d'o eue. *De profundis.*  
 Arca, compagnunez a so amán presant,  
 Me zezir ar bonneur d'o renta oll contant,  
 Mes ne meus get, siouas, speret an oll zle,  
 Da gontanti peb-unan hervez e volonte.  
 M'ani bize ar pouvoar en doe Alexandri,  
 Pa voa het prisonier er guar eus a Vitri,  
 Ennes a zisqare, gant moez e drompillou,  
 Seiz muraill simantet endro da Jerico,  
 Potramant ar pouvoar en devoa Josue,  
 A laze en combat seiz ha trégont roue,  
 A arrête an eol uu heur anter en ze,  
 Pa voa o combati, vit rei dezán sclerder,  
 Potramant ar furnez en devoa Salomon;

50

Déc'h-u, ô va Jesus! hor C'hrouer, hor Mess,  
 C'houi eta, va Jesus, a rey din ar speret  
 Da expliqa pep tra evel ma zeo d'leet:  
 C'houi a rey din ar c'hraç, pouvoar hac eloqanç  
 Selsrij a d'ani speret da gomz en ho presanc.  
 Va volonte ha va dessein eo hiric an de  
 Da anoug deoc'h, . . . . . evit ar guir Roue;  
 Mes c'hoas e c'houlennan da Rouarez gantia  
 . . . . . ar verc'h . . . . . eus ah ti-mán.  
 Eh bien, plac'h yaouanq, en em stringit d'an daoullé  
 Da c'houl bezoz ho Tad, qent mont da eurenji  
 A heurs Doue an Tad e zeo deomp ordrenet  
 Ne g'oureloup get nep en deus hor maguet.  
 Beaus Doue an Tad a c'houlén da guanta,  
 Guir Grouer eus an én, Gouárner ar bed-má  
 Mes guciet a ran c'hoas, pa remeçan erfat,  
 Penos e coe daerou demous ho taoulagat.  
 Ne get ar pez oc'h éus; grét-eo, o cra contristet  
 Mes guciet ho Tad, ho Mam, penos iut desolet  
 Allas! rézon o deus; ne de get hep sujet,  
 Guel e teuit da gunitat nep en deus ho maguet  
 Gant qement eus a soign savet hete vromán,  
 Qemense a laqa o c'halon da ranuán.  
 Arsa, Tad truezus, distroit ho taoulagad  
 Var ho merc'h . . . . . a c'houlén he meann  
 Emedi d'an daoulin dirazoc'h prosternét,  
 Deus a greis he c'halon o c'houlén he souet.  
 Ha c'houi, Mam, desolet, roit ho penos gant,  
 Gant ho merc'h . . . . . da eurenji. — *Iu, iu, iu*  
 Hola ta . . . . . aoualc'h é qemense,  
 Ohoisset oc'h eus da C'houre hemçu Doue;  
 Grét oc'h eus ho tever gant guir humilite,  
 Ha Doue ne c'houlén meuet guir volonte.  
 Eh bien . . . . . plac'h sur ha disget mat  
 Avaqit ho paziou evit mont bets hp Tad;

51

Pe an talençon eac'r deus an doctor Ciceron,  
 Me forje un discours a vije d'q souhet,  
 Nonpas deus an anter ar pez a veritet.  
 Eh bien, compagnunes, en em rejoisset,  
 Setu het demp an hini piur boamp deziret,  
 Hac hi get, eac'r hac an de po an eol ardent;  
 Memes hor c'halonou, a rento oll contant.  
 Car e hini e unan zo pareillamant gyé,  
 Vel ma ve an deillou er gue e fin mis mac;  
 Memes qen a souj din an devez a hiric,  
 E deveus astenuet deg vlaves eus va buc.  
 Graç demp d'en em velet er Pales celestiel:  
 En hano an Tad, ar Mab hac ar Speret-Santel.  
 Eno gant hon Al mad ni vo representet  
 Pa vo ref renta tout dirac Salver ar bed;  
 E vo lennet an decret hep hor favorisan,  
 Demeus o meritou vo barnet peb-unan:  
 Eno na gaqeto nac ennot nac homán;  
 Aoualc'h hor bezo tout d'eajem justifián.  
 Mar emeus choqet den dre re a liberte,  
 E c'houlán mil excus digant ho majeste;  
 Mar emeus choqet den na drouc laret netra,  
 Deus a greis va c'halon excus a c'houlennán.  
 Arsa, compagnunez, ha na drouc sonjet get,  
 Na laret goude se e meus-me e laret;  
 Bet emeus ho conje, gant ho permission,  
 Me ho trugareca eus a greiz va c'halon.  
 M'o ped d'ani asista evit he c'hundui,  
 Ma zefomp gant honor d'he chas da eurenji.